























































































































MENUS SEPTEMBRE 2024 - ROLLOÙ-MEUZIOÙ GWENGOLO 2024

LUNDI / LUN 2	MARDI / MEURZH 3	MERCREDI / MERC'HER 4	JEUDI / YAOU 5	VENDREDI / GWENER 6
Taboulé  Taboule  Boulettes d'agneau Bouloùigoù kig-oan Haricots verts  Fav-glas  Fromage  Keuz  Fruit de saison  Frouezh ag ar mare 	Tomates anciennes  Tomatez mod kozh  Bœuf Bourguignon  Frinkadenn vevin mod Bourgogn Frites  Fritez  Flan au caramel Flanez karamel 	Pastèque  Aval-dour  Émincé de porc Skejadenn voc'h Petits pois  Piz-bihan  Yaourt au miel  Yaourt gant mel 	Salade piémontaise Saladenn giz Piemont Filet de poisson Tanavenn besk Beignets de légumes Bignez legumaj Fromage  Keuz  Fruit de saison  Frouezh ag ar mare 	Carottes râpées  Karotez rasklet  <u>Pâtes</u>  Toazennoù <u>Émincé végétal</u> Skejadenn vejetarian Fromage râpé Keuz rasklet Mousse au chocolat  Skañvadell chokolad 
LUNDI / LUN 9	MARDI / MEURZH 10	MERCREDI / MERC'HER 11	JEUDI / YAOU 12	VENDREDI / GWENER 13
Céleri rémoulade Hacheiz mod Parmentier Hachis Parmentier Hacheiz mod Parmentier Salade verte  Saladenn  Yaourt aux fruits  Yaourt get frouezh 	Salade de pâtes, fêta, tomates  Saladenn doazhennoù, feta, tomatez Émincé de porc Kig-moc'h skejennet Brocolis Brikoli Fromage  Keuz  Fruit de saison  Frouezh ag ar mare 	Concombres  Kokombrez <u>Paëlla de légumes</u> Paëlla legumaj Fromage  Keuz  Gâteau Katev 	Melon  Meloñs  Sauté de poulet Frinkadenn kig-yar Boulgour  Boulgour  Fromage  Keuz  compote de pommes  Yod avaloù 	Saucisson sec Saosion sec'h Filet de poisson Tanavenn besk Pommes de terre et brunoise de légumes Avaloù-douar ha brunez legumaj Fruit de saison  Frouezh ag ar mare 
LUNDI / LUN 16	MARDI / MEURZH 17	MERCREDI / MERC'HER 18	JEUDI / YAOU 19	VENDREDI / GWENER 20
	repas asiatique/Pred Azia			
Pastèque  Aval-dour  Sauté de porc Frinkadenn voc'h Carottes vichy  Karotez giz Vichy  Fromage blanc  Keuz gwenn 	Nems Nemoù Riz cantonnais  Riz giz Kanton  Œufs et légumes  Vioù ha legumaj  Salade de fruits exotique Saladenn frouezh 	Pâté de campagne Fourmaj-rous Rôti de dinde Rost yar-Indez Courgette à la provençale/quinoa  Kourjetez giz Provañs/kinoa  Fromage  Keuz  Fruit de saison  Frouezh ag ar mare 	Salade verte  Saladenn  Brandade de poisson Brandadenn besked Fromage  Keuz  Glace Dienn-skorn 	Betteraves rouges  Beterabez ruz  <u>Semoule à Couscous</u>  Semoul kouskous Falafels  Falafeloù  Fromage  Keuz  Fruit de saison  Frouezh ag ar mare 
LUNDI / LUN 23	MARDI / MEURZH 24	MERCREDI / MERC'HER 25	JEUDI / YAOU 26	VENDREDI / GWENER 27
Melon  Meloñs  Escalope de poulet Skalopenn yar Pommes de terre sautées Avaloù-douar melet Petit suisse  Suis bihan 	<u>Salade</u>  Saladenn  <u>Lasagnes de légumes</u>  Lazagn legumaj Fromage  Keuz  Compote de pommes  Yod avaloù 	Macédoine Meskadenn Rôti de porc froid Rost moc'h yen Frites/salade  Fritez/saladenn  Fromage  Keuz  Fruit de saison  Frouezh ag ar mare 	Crêpe au fromage Krampouezh get keuz Filet de poisson meunière Pesked e doare ar meilher Ratatouille  Ratatouilh  Fromage blanc  Keuz gwenn  Fruit de saison  Frouezh ag ar mare 	Pamplemousse Pampelenn Chipolatas Chipolataoù Lentilles aux tomates  Fer get tomatez  Fromage  Keuz  Yaourt sucré  Yaourt sukret 
LUNDI / LUN 30	Salade de riz  Saladenn riz Filet de dinde Spilhenn yer-Indez Haricots beurre Fav-melen Fromage  Keuz  Fruit de saison  Frouezh ag ar mare 			

* bœuf origine France
 * kig-bevin a orin a Frañs

 produits issus de l'agriculture biologique
 produoù ag al labour-douar biolojel

Les Baguettes et pains sont élaborés exclusivement avec de la farine BIO
 Alejet eo ar baget hag ar bara get bleud BIO hepken

plat végétarien
meuz hep kig

